

AR PILLAOUER

TON ANAVEZET



Va zad en deus va dimezet
Da ur flerius pillaouer (*bis*)
E Loqueffret e zeo ganet
E comanann Toulalaer!
Fœï, Fœï, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hag he billou.

Tri deves goude va euret
Enn ur gav foar Landerne (*bis*)
Ha va lapous prim difunet,
Ha zav er mez deus he vele.
Fœï, Fœï, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hag he billou.

Drailla ra eun anter Pater,
Tana ra he gorn butun (*bis*)
Tapout he ra he grog pœzer,
Evit mont var ent Sizan.
Fœï, Fœï, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hag he billou.

Gant-han n'ur gav camaradet
Eun ur vont da billaoua (*bis*)
Ho holl arc'hant eun deus fœtet,
Ha tam pillou n'en d'he oa.
Fœï, fœï, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hag he billou.

Pa oa eun anter nos sonet
Enn Iliz vras ar Fouille (*bis*)
Me oa un intanves glac'haret
Va unan bars emm guele,
Fœï, fœï, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hag he billou.

Mont hera d'ar velin paper
Gant ur zac'hadic pillou. (*bis*)
Kals buhanoc'h eget ur ler,
Rak presset eo an dellou.
Fœï, fœï, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hag he billou.

Na pas zistro d'ar goumanant,
Raktal he zav un tam croz (*bis*)
E pelec'h he man da arc'hant
Me gred he mehin e da gov.
Fœï, fœï, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hac e billou.

Pa za Yanik d'ar pardonioù,
Bepred ha ve mezo dall (*bis*)
Priest he voa da goll he vragou,
E Loqueffret en deiz all.
Fœï, fœï, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hag he billou.

Pa zeuio ar c'hiz er vro-ma
Da derri an dimeziou (*bis*)
Me ha iello eun ur gana,
Pell deus potret ar pillou.
Fœï, fœï, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hag he billou.

Pa zeui karigel ann ankou,
D'ober he dro er vro-man (*bis*)
Me ha guerso var he roudjou
Hag er pedo d'er zamman.
Fœi, fœi, var va zamik aotrou (*bis*)
Gant he stoub hag he billou.

Ha pann d'ho ann ankou boutet
Toul ar flerius pillaouer (*bis*)
Me ha guerso d'en lavaret
Da gomanann Toulalaer,
Maro eo va zamik aotrou (*bis*)
Var he stoub hag he billou.

Pa vo gret ann interamant.
Gant ar paourkez pillaouer (*bis*)
He vo kavet ialc'h arc'hant,
He zac'h pillou, he grog pœzer.
Maro eo va zamik aotrou (*bis*)
Var he stoub hag he billou.

Red-vo-coms d'ann Aotrou Person
Deus ar paourkez pillaouer (*bis*)
Ma vo canet ar Liberon,
Hag ouspen-ze lip he rer !
Maro eo va zamik aotrou (*bis*)
Var he stoub hag he billou !

FIN.

Propriété de l'Éditeur.



Merc'hed Lokenole

Var eun ton anavezet.

Merc'hedjou Lokenole, a zo merc'hed a stad (*bis*)
Ne brizont ket a zansal, nemet gant potret vad (*bis*)

Merc'hedjou Lokenole, ha ia d'ar baluden,
Diarc'hen, divouchouer, kœf ebet var ho fen.

Merc'hedjou Lokenole, ho devezs prometet,
Monet en pelerinach, da Sant Ian beniget.

Dre c'hras an Aotrou Doue, da Sant Ian n'int ket eat,
Rag ehars e Plougasnou, ez int bet diskennet.

Ar Person e lavare, d'ar zul en ofern-bred,
Diwalit merc'het iaouank gant aon vefec'h tromplet.

Diwalit merc'het iaouank gant aon vefec'h tromplet
Dre ar c'habiten Lablond hag he vartolodet.

Ar merc'hed a respontas deus a draon an iliz,
Prezigit Aotrou Person, n'imp a reio hor giz.

He voa ket peur lavaret, na mad ar gousperou,
Ne voa ar merc'hed iaouank, er gear a Plougasnou.

Bars e ty Mari Beron, e zint bet diskennet,
Ho ia dre ma voa gant-he ialc'hou martolodet.

Ar merc'hedjou a drinke hag a lipe ho beg,
Hag ar voarset a gane, ha gane en gallek.

Hag ar voarset a gane, ha gane en gallek
Hag ar merc'het a c'hoarze dre na intentent ket.

Nemet eun dortes vihan, deus ar bourg Carantec.
Hounes voa bet er gouant, ho tiski ar gallek.

Hounes voa bet er gouant, ho tiski ar gallek,
Hag a bede mil mallos var ar vartolodet.

Ar voarset e lavare, seder ho daou lagad,
Da verc'hed Lokenole, arog dont d'ho c'huitat.

Ma vefen nimp intaonien, graç demp ne vefomp ket
N'imp zeuio c'hoas eur veach, eur veach d'ho kuelede.

Hag a zigasso deoc'hui, neuze eur chapeled,
Ho goalennoù arc'hant d'ho kamaradezet.

Merc'hedjou Lokenole, n'eur vœla lavare,
Da Lablond ar c'habiten n'imp hor bo keuz dide.

Kenavo dide Lablond, o ia pa m'hout ho vont,
Me garje a greiz kalon, he vijes c'hoas ho tont.

Merc'hedjou Lokenole, a voele var ar c'hæ,
Da Lablond ar c'habiten, allas ! partiet he.

Lablond a zo partiet, gant he vartolodet.
A merc'hed Lokenole, ha huanad bepred.

Lablond a zo partiet, hag eat er mes ar vro,
A merc'hed Lokenole, a c'hortos e zistro.

Me gred da Lokenole, ne zistroïo biken.
Ker ho deveus ar merc'hed, kavet poan hag anken.


Ker ho deveus ar merc'hed, gœla dezban dourek,
Ne zeuio ket da gana, dezhe zonou gallek.

Rac-se-ta merc'hed iaouank a galon me ho ped,
Ankounac'hait Lablond, hag e vartoloded.

Ankounac'hait Lablond, hag e vartoloded,
A bezit ive furoc'h en amzer da zonet.

A bezit ive furoc'h en amzer da zonet,
Evit ma zoc'h bet merc'het en amzer dremenet.

Dastumet gant VISANT COAT.



SAINT YVES HÉLOURY

NOUVEAU CANTIQUÉ

Air connu.

Jeunes, comme vieux, venez tous entendre,
Ce nouveau cantique et daignez l'apprendre.

Ce nouveau cantique est fait en l'honneur,
D'YVES HÉLOURY, l'homme le meilleur.

D'YVES est né par grâce divine,
Non loin de Tréguier, près d'une colline,
C'est à Kervarsin, qu'il reçut le jour,
Ce saint que partout on aime d'amour.

Son père et sa mère aimaient la Bretagne,
Comme le berger aimait la montagne.

Ils avaient tous deux la crainte de Dieu,
Et priaient souvent dans ce très saint lieu.

YVES, leur cher fils, quand il vient en âge,
Au collège apprend alors davantage,

En classe partout, Il est des plus forts.
Dieu du haut du Ciel bénit ses efforts.

Il est le premier dans le séminaire,
Cet homme qui fut tendre et débonnaire.

Trédez, Louance ont eu pour recteur.
YVES HÉLOURY, l'homme le meilleur.

Il était bien bon pour le prolétaire,
Et grondait tout haut l'inutilitaire.

Dans le sanctuaire il priait souvent,
Celui qui dirige à son gré le vent.

Des pasteurs toujours, il est le modèle,
A lui rendre honneur chacun est fidèle.

Le hère souvent tombe à ses genoux.
Il a pour le pauvre un regard bien doux.

Autour de ses reins il portait ceinture,
En crin et couchait toujours sur la dure.

Il jeûnait aussi chaque vendredi,
Et trois fois par mois pour le samedi.

C'est à Louanec qu'il tomba malade,
Il est d'ici-bas parti sans bravade ;

A ses cinquante ans, Yves trépassa,
De ce monde au ciel son âme passa.

Sa tombe toujours fait bien des miracles,
Malgré les méchants et tous leurs obstacles.

Son nom est par tout le monde estimé,
Il est des Bretons nuit et jour aimé.

Ainsi dans nos cœurs, peuple de Bretagne,
Au fond du vallon et sur la montagne.

Priions ce grand Saint d'être notre appui,
Auprès du Seigneur, le jour et la nuit.

Vincent COAT.

